

AR SKOAZELL ARC'HANT ER SKOLAJ

Ar yalc'hadoù broadel er skolaj

Teuliad da vezañ goulennet bep bloaz e miz Gwengolo digant sekretourva ar skolaj.

BLOAVEZH-SKOL 2021/2022 : Chom en tu-mañ da vevenn danvez ar rumm tud.

Gopr bloaz ar follenn tailhoù 2021 (war goproù 2020).

Niver a vugale	Derez 1	Derez 2	Derez 3
1	15 795	8 538	3 013
2	19 440	10 509	3 708
3	23 085	12 479	4 403
4	26 730	14 451	5 098
5	30 376	16 421	5 794
6	34 021	18 391	6 489
7	37 660	20 362	7 184
8 pe muioc'h	41 311	22 332	7 879
Sammad bloaz ar yalc'had	105 €	294 €	459 €

Skoaziadenn evit ar skol-lojañ.

Roet e vez ar skoaziadenn-se d'an holl yalc'hidi enskrivet e hunva ar skolaj. Azasaet eo diouzh derez yalc'had ar skolajiad. Roet e vez asambles gant ar yalc'had dindan 3 gwech. N'eus teuliad ispisial ebet da leuniañ gant ar familhoù.

Sammad bloaz ar skoaziadenn evit ar skol-lojañ a vo **327 €** (derez 1), **396 €** (derez 2) et **465 €** (derez 3).

Font sokial (skolajiad, predva).

Ar font-se a sikour ar familhoù **da dalañ buan ouzh an diaesterioù a c'hellfe erruout evit paeañ frejoù ar skoliata hag ar vuhez skol**. Gant ar **skoazell nemedel-se** ez eus moaien kaout ur skoazell arc'hant eeun evit **debriñ er predva** pe c'hoazh gouzeuladoù gant traezoù (frejoù hanter diabarzhad pe skol-lojañ, dafar a-bep-seurt, h.a.).

An diviz a vez kemeret gant rener ar skolaj e skolajoù an deskadurezh prevez kevratet.

LES AIDES FINANCIERES AU COLLEGE

Bourses nationales de collège

Dossier à retirer au secrétariat du collège chaque année en septembre.

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 : Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser.

Revenu fiscal de référence de l'avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020

Nombre d'enfants à charge	Echelon 1	Echelon 2	Echelon 3
1	15 795	8 538	3 013
2	19 440	10 509	3 708
3	23 085	12 479	4 403
4	26 730	14 451	5 098
5	30 376	16 421	5 794
6	34 021	18 391	6 489
7	37 660	20 362	7 184
8 ou plus	41 311	22 332	7 879
Montant annuel de la bourse	105 €	294 €	459 €

Prime à l'internat.

Cette prime est destinée à tous les élèves boursiers de collège scolarisés en internat. La prime à l'internat est modulée selon l'échelon de bourse détenu par l'élève boursier. Elle est versée en trois fois en même temps que la bourse. Les familles n'ont pas de dossier spécifique à remplir.

Le montant annuel de la prime d'internat sera de **327 €** (1er échelon), de **396 €** (2ème échelon) et **465 €** (3ème échelon).

Le fonds social (collégien, cantine).

Ce fonds est destiné à **faire face rapidement à des situations difficiles que peuvent connaître des familles de collégiens pour assumer les dépenses de scolarité et de vie scolaire.** Cette **aide exceptionnelle** peut prendre la forme d'une aide financière directe afin de **fréquenter la cantine de l'établissement** ou de prestations en nature (frais de demi-pension ou d'internat, fournitures diverses, etc.).

La décision d'attribution de l'aide relève du chef d'établissement pour les élèves des collèges de l'enseignement privé sous contrat.